

Kontadenn Luduennig

Çant Strollad Kallag, diwar ar gontadenn bobl



RAGARVEST

EMBANNER 1 — Ur wech e oa...

EMBANNER 2 — ... ur wech ne oa ket.

EMBANNER 1 — Hag ur wech e oa memes tra...

EMBANNER 2 — ... kontadenn Luduennig.

EMBANNER 1 — Ur wech e oa...

EMBANNER 2 — ... ur Roue, ur Rouanez...

EMBANNER 1 — ... hag o merc'h, Fantig he anv.

TAOLENN 1

Palez ar Roue. Muzik sovaj. Ar Rouanez, ur sort kebenn, zo o klask war-lerc'h ar Roue. Imoret eo. Erru eo skuizh o welet he merc'h o tebriñ chokolad a-hed an dez e-barzh he c'hambri hag o chilaou muzik sovaj. Gelven a ra ar Roue ha goulenn a ra digant ar vugale ha-hañ o deus gwelet anezhañ.

AR ROUANEZ (*Mouezh off.*) — Fantig ! Fantig ! Trawalc'h gant ar c'hozh muzik-se, pelloc'h ! (*Diflukañ a ra.*) Jarlez ! Jarlez ! (*Skrognal a ra.*) Pelec'h ema ? (*D'ar vugale.*) 'Peus ket gwelet Jarlez, ar Roue ?

En em gavout a ra ar Roue.

AR ROUE — Ya. Petra zo, ma dousig ?

Bihan eo e-kichen e wreg. Adlakat muzik.

AR ROUANEZ — Petra zo ? Ne glevez ket ? Nann ?

AR ROUE — ??? (*Un tamm eo bouzar.*)

AR ROUANEZ — Da verc'h c'hoazh ! O tebriñ chokolad 'pad an dez, hag o chilaou muzik sovaj ! Fantig ! Lazh se ! Diouzhtu !

AR ROUE — Petra 'ri, ma logodenn ! Hir e kav he amzer. Poent eo dezhi dimeziñ.

AR ROUANEZ — Ya ! Dimeziñ zo un dra. Met kavout un den yaouank da blijañ dezhi zo un dra all, ar viketenn-se !

AR ROUE — Klasket e vo, ma dousig. Klasket e vo.

AR ROUANEZ — Ma ! Mont diouzhtu, neuze, ha pas chom da ruzañ amañ...

Muzik da c'hortoz.

TAOLENN 2

Memes lec'h.

AR ROUE — Fantig ! Ma merc'hig koant ! Deus amañ da welet 'ta ! Fantig !

FANTIG — Ya, erru on, ma zad. (*En ur straniñ.*) Petra zo da welet ?

AR ROUE — Sell, ma merc'hig. Priñsed yaouank deus an dibab.

Ar Roue a ziskwel 3 boltred, paotred vil tout.

Poltr 1 : skrognal a ra ar verc'h.

FANTIG — Ec'h !

AR ROUE (*D'ar vugale.*) — N'eo ket koant, bugale ?

Ar verc'h dre dreñv oc'h ober sin d'ar vugale bep taol.

AR ROUE (*D'ar vugale.*) — N'eo ket ur paotr chik, bugale ?

Memes c'hoari etre ar verc'h hag ar vugale.

Poltr 3 : c'hoarzhin goab a ra ar verc'h.

AR ROUE (*D'ar vugale.*) — Fas vil eo hemañ, bugale ?

Fantig : memes c'hoari c'hoazh gant ar vugale.

AR ROUE — Machin difisil ! Petra 'facta dit, neuze ? Piv a vo kavet dit 'benn ar fin ?

FANTIG — Me, mont da zimeziñ ! N'am eus c'hoant ebet, la !

AR ROUE (*Glac'haret.*) — Ma merc'hig kaezh, petra 'lâro da vamm, ar Rouanez ?

FANTIG — 'Pezh a garo, 'pezh a garo ! Bon, lakomp... Ma zad... Eureujiñ a rin gant... ur paotr yaouank hag a zegaso din... ur vatimant da vont WAR ZOUAR HA WAR VOR...

AR ROUE — Eñ ???

FANTIG — Ya, ya. Komprenet mat 'peus, ma zad : ur vatimant, ur vag da vont war zouar ha war vor.

AR ROUE — Ur vatimant da vont war zouar ha war vor ! Biskoazh kemend-all !

FANTIG (*Kanañ a ra en ur vont kuit.*) —

Kemer a rin ur paotr yaouank
A brofo din ur vatimant
Hag ac'h aio war zouar
War zouar ha war vor
Peotramant e lâran deoc'h
'Vo serret d'añ an nor

EMBANNER — Merc'h ar Roue eo krog ar bik en he skouarn ! Mont a ray gant ar paotr yaouank hag a zegaso dezhi ur vatimant da vont war zouar ha war vor. (*Div pe deir gwech en ur chañch plas. Ar wech diwezhañ e-kichen un ti-soul lec'h m'ema an tri breur.*)

TAOLENN 3

An tri breur en o zi. Tan chiminal zo.

BREUR 1 — Klevet 'peus, ma breuder ? Ur vatimant da vont war zouar ha war vor ? Petra eo se evit ur gwaz evelton ? Mont a rin d'ar c'hoad 'benn arc'hoazh. Me a ray ar vag-se, sur. Ha merc'h ar Roue a vo din.

Evañ a ra ur bannac'h.

BREUR 2 — Hopalapala ! Gortoz paotr ! N'eo ket graet an eured c'hoazh !

Evañ a ra d'e dro. Lazhañ ar gouloù war-lerc'h.

An dez war-lerc'h, e-barzh ar c'hoad.

BREUR 1 (*Kanañ a ra.*) —

Mont a rin-me war zouar

Deus ar vilin, deus ar c'hoad
 War vor etrezek Pariz
 Gant ma botoù-koad

(Gwelet a ra ur wezenn.) Ar wezenn-mañ zo unan a-feson, 'vat ! Bon. A-raok stagañ gant al labour ec'h an da zebriñ un tamm.

En em gavout a ra ul lapous.

AL LAPOUS *(C'hwitellat a ra.)* — Me 'm eus naon ive. Naon du am eus, me. Reiñ a ri un tamm din ?

BREUR 1 — A, fez, 'rin ket 'vat ! Labour 'm eus d'ober, me. Ur vatimant da vont war zouar ha war vor 'benn dimeziñ gant merc'h ar Roue. Kerzh kuit, kozh lapous fall ! Chou, chou !

AL LAPOUS *(O nijal kuit.)* — Loaioù ! Loaioù ! Loaioù !

BREUR 1 — Petra 'lâr ? Loaioù ? Ale, daomp dezhi !

Skeiñ a ra gant e vouc'hal. Kouezhañ a ra loaioù deus ar wezenn. Skrognal a ra B I ha mont kuit, pleget e chouk gantañ.

BREUR 1 *(Kanañ a ra.)* —

N'am eus ket graet 'met loaioù
 Deus ar vilin, deus ar c'hoad
 Netra nemet kozh loaioù
 Gant ma botoù-koad

An dez war-lerc'h.

BREUR 2 *(Goapaer.)* — Ma breur n'en deus ket gallet ober 'met loaioù, ar genaoueg-se. *(Kanañ a ra.)*

Ma zro da vont war zouar
 Deus ar vilin, deus ar c'hoad
 War vor davet ar Roue
 Gant ma botoù-koad

Ar wezenn-mañ zo unan a-vod, 'vat ! Bon. A-raok stagañ gant al labour ec'h an da zebriñ un tamm.

En em gavout a ra al lapous.

AL LAPOUS *(C'hwitellat a ra.)* — Me 'm eus naon ive. Naon du am eus, me. Reiñ a ri un tamm din ?

BREUR 2 — A, fez, 'rin ket 'vat ! Labour 'm eus d'ober, me. Ur vatimant da vont war zouar ha war vor 'benn dimeziñ gant merc'h ar Roue. Kerzh kuit, kozh lapous brein ! Chou, chou !

AL LAPOUS (*O nijal kuit.*) — Gwerzhidi ! Gwerzhidi ! Gwerzhidi !

BREUR 2 — Petra 'lâr ? Gwerzhidi ? Ale, daomp dezhi !

Skeiñ a ra gant e vouc'hal. Kouezhañ a ra gwerzhidi deus ar wezenn. Skrognal a ra B 2 ha mont kuit, pleget e chouk gantañ.

BREUR 2 (*Kanañ a ra.*) —

Netra nemet gwerzhidi
Deus ar vilin, deus ar c'hoad
Netra 'met kozh gwerzhidi
Gant ma botoù-koad

E-barzh an ti-soul. Luduennig e korn an tan. E zaou vreur douzh taol, o klemm.

BREUR 1 — Loaioù !

BREUR 2 — Gwerzhidi !

LUDUENNIG (*O c'hoarzhin goab.*) — Ahañ ! Daou baotr digourdi, ya ! (*C'hoarzhin a ra.*)
Me ac'h ay d'ar c'hoad 'benn arc'hoazh, hag e vo gwelet.

BREUDER 1 HA 2 — Te, Luduennig ? A vez dalc'hmat e korn an tan o filbouchat ludu ?

LUDUENNIG (*Kanañ a ra.*) —

Din-me 'vo merc'h ar Roue
Deus ar vilin, deus ar c'hoad
Hag e vo graet an eured
Gant ma botoù-koad

Ar wezenn-mañ zo unan a-vod 'vat ! Bon, a-raok stagañ gant al labour, ec'h an da zebriñ un tamm.

AL LAPOUS (*C'hwitellat a ra.*) — Me 'm eus naon ive. Naon du am eus, me. Reiñ a ri un tamm din ?

LUDUENNIG — A, fez, ya 'vat ! N'eus ket friko ganin 'met reiñ a rin un tamm dit-te, sur. Deus !

AL LAPOUS (*C'hwitellat a ra ha debriñ e-barzh dorn Luduennig. Ha heñv ha nijal kuit.*) — Batimant ! Batimant ! Batimant !

LUDUENNIG — Klevet 'peus, bugale ? Batimant ! Bon, daomp dezhi !

Kentañ taol bouc'hal a sko, e teu ur vatimant war wel.

LUDUENNIG — O ! Ur gwir vatimant, unan graet ha tout ! Brav eo, bugale ? Kaer eo, bugale ? Mont a ray war zouar ha war vor, a gav deoc'h ? Gortait !... Ur vatimant da vont war vor... ha war zouar ! Biskoazh kemend-all ! Kaerat batimant ! Yao !

Hep an disterañ nec'hamant
Eo bet savet ar vatimant
Da vont davet ar Roue
Hag ar briñsez Fantig
Pe war vor pe war zouar
En hent e vo prestik

Ha bremañ, yao da Bariz dave ar Roue, ar Rouanez hag o merc'h Fantig.

TAOLENN 4

Ar galouper

Ur reuziad war-lerc'h, un den war bord an hent.

LUDUENNIG — Sell' 'ta ! Piv eo an den-se 'bord an hent ? Stag e dreid gantañ ouzhpenn ? Ec'h an da c'houll digantañ. Petra a rit aze, ma den kaezh ?

AR GALOUPER — Me eo ret din stagañ ma divhar kuit din da vont re vuan. Mod-all e varvefen gant an naon.

LUDUENNIG — Gant an naon ? Penaos 'ta ?

AR GALOUPER — Pa vezan o redek war-lerc'h ur c'had ec'h an kalz re vuan hag e tremenan dreisti ha ne welan liv ebed deuzouti. Netra da goan ! Un dra spontus memes tra !

LUDUENNIG — Deus ganin, ma faotr. Me 'roio dit digarez da c'haloupat kement ha ma kari.

AR GALOUPER — Dibadapa... Dibadapa...

Pignat a ra ar galouper war ar vag.

Muzik.

TAOLENN 5

Ar chaseour

Ur reuziad war-lerc'h, un den all c'hoazh war bord an hent.

LUDUENNIG — Sell' 'ta ! Piv eo an den-mañ c'hoazh 'bord an hent ? Ur vatalm gantañ ? Ha mouchet e zaoulagad gantañ ouzhpenn ? Ec'h an da c'houll digantañ. Petra a rit aze, ma den kaezh ?

AR CHASEOUR — Me eo ret din mouchañ ma daoulagad abalamour e tennan kalz re vat.

LUDUENNIG — Kalz re vat ? Penaos 'ta ?

AR CHASEOUR — Pa 'c'h an da chaseal ar c'heveleg pe ar glujar pe c'hoazh ar c'honifl, ken lemm on gant ma zenn ken ne chom netra 'met yod deus ar paourkaezh loened-se. Netra da lein, netra da goan ! Un dra spontus, memes tra !

LUDUENNIG — Deus ganeomp ma faotr. Me 'roio dit digarez da dennañ kement ha ma kari.

AR CHASEOUR — Un', daou, un' daou tri...

Hag ar chaseour da bignat war ar vag.

Muzik.

TAOLENN 6

An den lontek

Degouezhet int en ur porzh mor, dirak ur voloñjiri. Un den zo o chakañ un dorzh vara muiañ ma c'hall, kreuñ, milvig, bruzunadur hag all.

LUDUENNIG — Sell' 'ta ! Piv eo an den-mañ dirak ar voloñjiri ? Hemañ n'en deus ket bet da zebriñ eizhtez zo ? Ec'h an da c'houll digantañ. Petra a rit aze, ma den kaezh ?

AN DEN LONTEK — Gant an naon e vezan dalc'hmat, me ! Naon du am bez noz-dez.

LUDUENNIG — Gant an naon ? Noz-dez ? Penaos 'ta ?

AN DEN LONTEK — Biskoazh n'on deut a-benn da gargañ ma c'hov abaoe m'on deut war an douar. Ma n'eo ket spontus, memes tra !

LUDUENNIG — Deus ganeomp ma faotr. Me 'roio dit digarez da gargañ da gov ken e chomi stenn, ken e teuy an hik dit !

AN DEN LONTEK — Bim, baoñ, bimbaloñ...

Hag an den lontek da bignat war ar vag.

Muzik.

TAOLENN 7

Al lonker

Un tamm pelloc'h, war ar c'hae, zo un den o lipad barrikenoù goullo hag a zo bet gwin enne.

LUDUENNIG — Sell' 'ta ! Ar paourkaezh den-mañ zo prest da zisec'hañ diwar e dreid. Marteze eo klañv ? Ec'h an da c'houll digantañ. Lârit din, ma den kaezh, n'a ket mat ho cheu ?

AL LONKER — Gant ar sec'hed e vezan dalc'hmat.

LUDUENNIG — Gant ar sec'hed ? Dalc'hmat ? Penaos 'ta ?

AL LONKER — Kaer am bez lonkañ ha lonkañ, ne teuan ket a-benn da dorriñ ma sec'hed. Ma n'eo ket spontus, memes tra !

LUDUENNIG — Deus ganeomp ma faotr. Me 'roio dit digarez da lonkañ ha da dourlonkañ, ken e vo gleb da gorzailhenn !

AL LONKER (*Kanañ a ra.*) —

Mont tri baz war-raok
Ha dont tri baz war-dreñv
Tri baz war un tu
Ha tri war an tu all

Hag al lonker da bignat war ar vag.

LUDUENNIG — Ha bremañ, yao da Bariz davet ar Roue, ar Rouanez hag o merc'h !

Muzik.

TAOLENN 8

Amprouenn gentañ

AN EMBANNER — Chilaouit ha chilaouit mat ! Amañ 'barzh Pariz zo erru ur vatimant hag ac'h a war vor ha war zouar, ha tud e-barzh. Hag en o mesk, kazi sur, amourouz ar Briñsez Fantig. Friko a vo prestik.

Palez ar Roue ; muzik sovaj.

AR ROUANEZ — Fantig ! Trawalc'h gant ar muzik-se, pelloc'h ! Just p'ema da amourouz o 'n em gavout. Deus da welet 'ta ! Jarlez ! Pelec'h eo chomet hennezh c'hoazh ? Jarlez ! Hast buan 'ta !

Erruout a ra ar Roue.

AR ROUE — Amañ emañ, ma dousig. Fantig ! Fantig ! Erru eo.

FANTIG — Ya, n'emaon ket pell.

Boutañ a ra ar Rouanez war ar Roue, dezhañ da dosdaat ouzh Luduennig.

AR ROUE — Beaj vat 'peus graet, paotr yaouank ? Hag ho patimant ? Kerzhet mat a ra ? War vor hag ive war zouar ?

LUDUENNIG — Ya, Aotrou ar Roue. Mil vat e kerzh : war vor kenkoulz ha war zouar.

AR ROUE — Mat ! Mat-tre... paotr... eee... pesort anv 'peus ?

LUDUENNIG — Luduennig, Aotrou ar Roue. Luduennig a vez graet diouzhin.

FANTIG — Luduennig ! Set' aze un anv 'vat ! Deus pelec'h emañ o tont ?

LUDUENNIG — Deus Breizh, Priñsez kaer.

FANTIG — C'hwi eo mab Duk Breizh, neuze ?

LUDUENNIG — N'on na duk na priñs. N'on netra 'met mab ur foricher, un troc'her koad deus Kreiz-Breizh.

FANTIG (*D'he zud.*) — N'oc'h ket mat gant ho penn, nann ? Ma kav deoc'h emañ-me o vont da zimeziñ d'ul lango, d'ur c'holl-bara eveltañ... kloukez ha genaoueg war ar marc'had !

Treiñ kein a ra pe mont kuit.

AR ROUE (*War-lerc'h bezañ bet o kuzulikat gant ar Rouanez.*) — Ma merc'hig koant, ijinet en deus ur vatimant dispar deja. Ha gant ar vag-se eo deut betek amañ war zouar ha war vor.

AR ROUANEZ — Ur paotr kapabl eo Luduennig, memes tra.

FANTIG — Bo !

AR ROUANEZ — Fantig, dihan d'ober da benn fall, kekenn zo ac'hanout !

AR ROUE — Ma merc'hig koant, ma soñj dit n'eo ket trawalc'h e c'haller amprouiñ anezhañ c'hoazh.

FANTIG — Bo, lakomp !

AR ROUE — Luduennig, a-raok reiñ ma merc'h deoc'h, me 'garfe bezañ sur oc'h-c'hwi ur paotr evel zo dleet.

LUDUENNIG — Hag ec'h on, Aotrou ar Roue, m'henn asur deoc'h.

AR ROUE — Mat ! Bezañ am eus amañ ur varrikennad gwin mat, gwin deus broioù gwin. Daoust ha gouest e vefet d'evañ anezhi en ur ober... ur sîn ?

LUDUENNIG — Aotrou ar Roue, evit ken nebeud a dra, unan deus ma mevelien a teuy a-benn d'ober se, ha c'hoazh ne vo ket pell. Gortait.

Gelven a ra al lonker ha kuzulikat gantañ.

AL LONKER — Diouzhtu, Luduennig ! Prest e oan da zisec'hañ diwar ma zreid. Pelec'h emañ ar varrikenn ? Pelec'h emañ ? A, amañ emañ ! (*Stagañ a ra e benn ouzh an duellenn.*) Aaa ! Vad a ra ! Ma vije bet am bije evet c'hoazh.

Ar Rouanez ha skeiñ war ar varrikenn. Trouz goullo.

LUDUENNIG — Mat eo e-giz-se bremañ ?

FANTIG — N'eo ket tre c'hoazh. Gortait un tamm. Pas mont re vuan, paotr yaouank !

LUDUENNIG — Beg figus !

TAOLENN 9

Amprouenn 2

AR ROUE — Loduennig, a-raok reiñ ma merc'h deoc'h, me 'garfe bezañ sur – met sur da vat an taol-mañ – oc'h-c'hwì ur paotr evel zo dleet.

LUDUENNIG — Hag ec'h on, Aotroù ar Roue, m'henn asur deoc'h ur wech ouzhpenn.

AR ROUE — Bezañ am eus amañ ur forniad vara, bara mat, nevez-poazhet gant boloñjer ar palez. Daoust ha gouest e vefet da zebriñ tout ar bara-se ur ober... un devezh ?

LUDUENNIG — Aotroù ar Roue, evit ken nebeud a dra, unan deus ma mevelien a teuy a-benn d'ober se, ha c'hoazh ne vo ket pell. Gortait.

Gelven a ra an den lontek ha kuzulikat gantañ.

AN DEN LONTEK — Diouzhtu, Loduennig ! Abaoe an amzer ma oan o yudal gant an aon amañ ! Pelec'h ema ar bara ? Pelec'h emaint ? A, amañ emaint ! (*Ha hennezh ha debriñ tout ar bara.*) Aaa ! Vad a ra ! Ma vije bet am bije debret c'hoazh.

LUDUENNIG — Leun eo da sac'h boued, kov yod ?

AN DEN LONTEK — Plas a chom. Da bet eur ema koan ?

LUDUENNIG (*Da dud ar palez.*) — Kontant oc'h ar wech-mañ ?

FANTIG — Kontant ? Ret eo lâret buan !

LUDUENNIG — Set' amañ ur begoñ avat !

TAOLENN 10

Amprouenn 2

FANTIG — Chilaouit, paotr yaouank !

LUDUENNIG — Ya, Priñsez. Petra zo c'hoazh ?

FANTIG — Bezañ am eus amañ ur servijourez... Marianig, deus amañ 'ta !

MARIANIG — Ya, priñsezig. Erru on. Petra zo ?

FANTIG — ... Ur servijourez hag a red buanoc'h evit ul luc'hedenn. Mont a ra bemdez betek an draoñienn a zo en tu all d'ar palez da zastum din plant, bokedoù, louzaouennoù a bep sort, mat evit ar yec'hed, evit ar c'hwezh vat, evit ar fardaj, evit an aezamant : krampouezh mouzig, pis-toutou, fleur bara-amann, joubardenn, brulu, fleur koukoug ha fleur laou, ha me 'oar-me... deus kement sort zo toud c'hoazh ! Grit kemend-all, deuit da goursal ganti hag e vo gwelet piv a c'honezo !

AR ROUE — Klevet 'peus, Luduennig ? Goût a c'houzoc'h bremañ petra 'peus d'ober.

LUDUENNIG (*Fuloret.*) — Aotroù ar Roue, mont a rit pell ganti an taol-mañ. Aze emac'h o klask digarezioù toull evit nompas reiñ ho merc'h din evel ho poa prometet. Biskoazh kemend-all ! Mont a ran, ur wech ouzhpenn, da gas unan deus ma mevelien d'ober mezh d'ho servijourez ha deoc'h-c'hwi war un dro. Ha war-lerc'h, taolit pled mad, war-lerc'h, ma ne roit ket ho merc'h din da zimeziñ, ec'h in-me davet Roue Bro-Saoz da ginnig dezhañ ar vatimant-mañ da vont war zouar ha war vor. Ha sur, n'eo ket marteze, e vo kontant da reiñ e verc'h din, na petra 'ta ! (*Distreiñ a ra etrezek ar galouper.*) Klevet 'feus ? Prest out ?

AR GALOUPER — Diouzhtu, Luduennig ! Mil bell zo ema ar gwad o virviñ 'barzh ma divhar. Prest on, ken ec'h on !

AR ROUE — Prest oc'h ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yao !

Hag ar galouper hag ar vatezh da redek. En em gavout a ra ar galouper da zigentañ.

AR GALOUPER — Pell ema war ma lerc'h. Amzer am eus d'ober un tamm kousk.

En em gavout a ra ar vatezh.

MARIANIG — Chomet eo kousket. Mat eo ma jeu.

LUDUENNIG (*Imor ennañ.*) — Ema ar vatezh o tostaat, ur boked fleur ganti. Met pelec'h ema ar galouper ? A ! Du-hont ema, o kousket bord an hent ! Biskoazh c'hoazh ! (*Gelven a ra ar chaseour.*) Hast buan ! Dihun anezhañ gant un tenn bir, ar feneant brein-se !

Hag ar chaseour ha tennañ. Errout a ra ar bir just e-kichen ar galouper, trawalc'h da zihuniñ anezhañ.

AR GALOUPER — Petra zo ? Petra zo ?... Ar redadeg ! Ar redadeg !...

Galoupat a ra kuit.

Redadeg war-lerc'h. Hag ar maout, evel-just, gant ar galouper.

TAOLENN 11

An diskloum

EMBANNER 1 — Ha set' aze penaos e teuas ur paour kaezh diskarer koad deus Kreiz-Breizh da vezañ Roue Frañs. Kar, anat deoc'h, war-lerc'h an taol kaer-se, nag ar Roue nag ar Rouanez, na Fantig zoken, n'o doa kavet netra, pas an disterañ tra, pas ur siseurt tra, da amprouiñ Luduennig. Piv a oa gonez ? Piv a oa ar mestr bremañ ? Luduennig evel-just ! Ha tout an dud d'an eured !

Deomp d'an eured, da zebriñ karotez

D'ar friko, da zebriñ pato

Deomp d'an eured, da zebriñ kig-pesked / jalotez / tomatez / chifretez / bananez...

Pebezh fest, ma zudoù kaezh ! Ene e oa bet traoù war an daol ! Traoù kriz, traoù poazh, traoù rostet, traoù mitonet. Kig dous, kig druz ha kig-sall. Ha kig-bevin ouzhpenn. Krampouezh : krampouezh gwinizh ha krampouezh gwinizh-du, farz, rezin e-barzh, kouign-amann... hag ur bern lipouzerzh c'hoazh. Ha chistr, ha gwin 'ta ! Chistr dous ha chistr kalet, gwin dous, gwin fin ha gwin ardant, lambig ha lagout-kalva, ha memes Coca-Cola, ketchup ha Nutella... Met bara ne oa ket, tamm ebet. C'hoant ho peus da c'hoût perak, bugale ? Ec'h an da lâret deoc'h, chilaout : soñj ho peus deus an den lontek ? An hini a oa bet o tebriñ ar forniad vara ? Ya, met debred en doa re. Graet en doa re govad, ha deut poan-gov dezhañ spontus... Ha tapet ar foerell, an dipadapa, kwa ! Hag aet d'ober ur blegadenn, meur a hini memes 'toul dor ar forn vara. Biskoazh kemend-all ! Hag ur c'hwezh fall spontus d'e heul, ken ne bade den gant ar flaer. Louston ! Louskenn lous ! C'hwi ho pije debret bara poazhet 'barzh ar forn-se ? Se zo kaoz e oa manket ar bara 'barzh eured Luduennig hag ar Briñsez Fantig. Met traoù all a oa bet, ur bern, ha ne oa aet den ebet d'ar gêr gant an naon. Ha plijadur forzh pegement : muzik, dañs, kanaouennoù, c'hoarioù ha jolori... 'pad eizhtez !

Deomp d'an eured...

EMBANNER 2 — Me 'oa ene ive, oc'h ober ar marmiton ba'r gegin : o treiñ ar beroù lec'h ma oa ar moc'h o rostañ, o veskañ toaz, o tistouvañ boutailhoù, o fritañ pesked... Hag o lakat ma biz e-barzh ar chidourennoù evit tañva tout an traoù mat-se dre laer... hag ur wech an amzer ive o stagañ ma fenn ouzh ur voutailhad gwin fin... Met allas ! ar c'heginer bras en deus gwelet ac'hanon. « Amprevan, marmiton fall ! » en deus lâret din, imor ennañ. Ha heñv ha distagañ ur pezh taol loa-bod war ma revr... trawalc'h da stlapañ ac'hanon dreist ar mogerioù, dreist an toennoù, dreist an heñchoù, dreist an amzer memes... ken on kouezhet amañ, ba XXXX, evit kontañ deoc'h *Kontadenn Luduennig* !

N'EUS KET KEN !